

*Notennou diwar-benn ar Gelted koz,
o istor bag o sevenadur*

國 瑪 聖 國 雜 誌 PENNAD X



OTENNOU

war ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

VUHEZ AN TIEGEZ

E-touez hon Tadou

AR GELTED Koz



Daslumet gant **MEVEN MORDIERN**
ha lakaet e brezoneg gant **ABHERVE**



MOULET ET LAJAT

ER BLOAVERZ MDCCCCXIII



*Notennou diwar-benn ar Gelted koz,
o istor bag o sevenadur*

PENNAD X



OTENNOU

war

VUHEZ AN TIEGEZ

E-touez hon Tadou

AR GELTED KOZ



■ *Dastumet gant MEVEN MORDIERN
ha lakaet e brezoneg gant ABHERVE*

MOULET E TI LAJAT

ER BLOAVEZ MDCCCCXIII



NOTENNNOU

War VUHEZ AN TIEGEZ

E-touez hon tadou, ar Gelted koz

*Dastumet gant MEVEN MORDIERN ha lakaet
e brezoneg gant ABHERVE*

An tiegez keltiek a ziskouez beza bet frammet stard, diazezet ma oa war an « unanwregiez » (monogamie) ha kevreet gant beli diharz an diagentiad (ascendant) war e warlerc'hidi (descendants). Ker rouez, ken didammet ha ken displann sklerderiou a gavomp, avat, e skrivagnerien an Hen-amzer (Antiquité) war an tiegez ha war vuhez an ti e-touez ar Gelted ma'z eo gwall-ziaeas sevel diwarne eun daoleu glok, nemet gervel da skoazell a rafemp gwech ha gwech all skridou iwerzonek ar Grenn-amzer(Moyen-Age).

Gwiriou an tad war e vugale. — Sellet e veze ar vugale evel tra an tad (atir) en he-

velep doare gant e chatal, e armou, e di hag e sklaved. Pep gwir en devoa warno eta, hag e c'helle lemle diwarno o frankiz dre o gwerza da sklaved pe zoken o c'has d'ar maro da gastiza o gwallegez. Diou boan n'en doa ken da zouja an tad a vuntre e vugale e gaou :

1^o — kasoni ar vugale aet da anaon, a c'helle distrei eus ar bed all d'e daga (1) ;

2^o — droukrans an holl outan.

Keit ha buhez an tad, an tad-koz, "an tad-kunv, an tad-you zoken, e pade ar veli-dad. Evel-se edo iveau ar c'his gant ar Romaned ; evezaet en deus ar gwiraour (jurisconsulte) Gaius, a veve en eilvet kantved goude done-digez Hon Zalver, ouz an henveledigez-ze eus Gwir an diou bobl. E-touez ar Gelted, evel e-touez ar Romaned, daou dra hepken a c'helle terri galloud an diagentiad war e warlerc'hidi :

1^o — pa veze bet ar warlerc'hiad diskleriet den-a-dra (émancipé) ;

2^o — pa veze aet an diagentiad da gabac'h (didalvoud) dre hir-oad pe glenved.

Eus beli an diagentiad war ar warlerc'hiad e teu unan eus an anoiou a veze roet d'an tiegez e keltieg Iwerzon : *manutera*(2), « an

(1) Stard kenan e oa kredenn hon tadou, ar Gelted koz, er bed-all.

(2) *Manutera* a zo diwar eur wrizien goz amarieck (non arienne) *man*, a gaver war eun dro e keltieg, e latin hag e germaneg ; eus ar wrizienn-ze e teu ar ger keltiek *manalla* « dournad » aet, e brezoneg krenn, da *manazl*, *malazn*, hag e brezoneg breman da *ma-*

hini a zo dindan dourn », da lavaret eo « din-dan veli », a read anezan.

Meur a skouer a heller da rei eus ar Gwir a vuhez hag a varo kemerec gant tadou war o bugale. En Iwerzon, er c'henta kantved goude H. Z., eur roue-meur (roi supérieur), anvet e skridou ar Grenn-amzer Cairbre Penn-kaz, a ra beuzi er mor, kerkent ha ma'z int ganet, e dri mab, d'ezo izili nammet. En eilvet kantved, an drouiz (druide) Tasgos a fell d'ezan devi ez veo e verc'h a zo en em lezet da veza skrapet gant eur c'haredig ; ne lez he buhez ganti nemet dre ma'z eo difennet gant ar roue-meur m'oa bet an ozach anez i e gadour (brelzoul) penna. E Breiz-Veur, eun tad hag eur vamm, re baour da vaga o seiz bugel, en em zisc'hra anezo dre o slepel en eur ster.

Arabat dastum (conclure) diwar seurd skoueriou e vije, er Bed keltiek, en em ziskouezet dalc'hmat an tadou ker kriz-se ouz o bugale. Eñnet e veze, e-touez ar Gelted evel e-touez ar Romaned, ar gwiriou gant ar gi-ziou. En Iwerzon, a-hed ar Grenn-amzer, al lezenn a anzave d'ar gerent ar gwir da werza o bugale ; dibaot a dad a gaved avat oc'h ober diouz ar gwir-ze, dreist-oll e-kenver bugale ganet e priadelez reiz ; an ezom-

nal (Gwened), *malan* (Leon-Treger). — *Venios* a oa eun ano all d'an tiegez ; *venis* a veze graet eus pep ezel ouz e ober ; anavezet e oa ar ger diweza-man gant an holl Gelted, evel m'her gweler anat dre an anoiou-fud *Venikaros* « a var e dud » (Breiz-Veur), *Veniklutos* « brudet e touez e dud » (Galia), *Ve-*

meien hepken a werze o re, ya pa veze nao-negez ma n'hallent ket o mezur.

Eur c'hiz a rene war an douar-bras er c'henta kantved kent H. Z., a ziskouez anat n'oa ket rouesoc'h ar garantez-tad e-touez ar Gelted eget e-touez ar poblou all : pa veze kevredigeziou, emgleviou pe feuriou ha ma roe renerien-bobl gouestlou an eil d'egile, e veze dibabet ar re-man peurliesa etre mibien ar gen-emgleverien : an dalc'h laket evel-se war ar vugale a veze sellet evel gwella kred lealded ar gerent.

En Iwerzon ar veli-dad, evel m'oa intentet gant ar Gelted koz, a voe miret a-hed ar Grenn-amizer ; e-touez Kambreiz (« Gallois » e Galleg) avat, diouz skouer ar C'hermaned, e voebihanaet gwir an diagentiad war ar warlerc'hiad. Diskleriet e veze ar mab den-a-dra gant e dad adalek e bevarzek vloaz.

Kengarantez kerent ha bugale. — Setu da skouer a garantez-vab, eun dra c'hoarvezet e-touez Kelted an Azi-Vihana (Asie-Mineure). Mab ar roue Domnelios, Adiatorix, en doa laket ober eul lazadeg eus Romaned kér Herakleia. Barnet e voe d'ar maro gant an impalaér Augustus. Gwasoc'h a voe, e c'hour-c'hemennas an impalaér ma vije mab hena Adiatorix, Duteutos e ano, lodek e gwall-reuz e dad. Pa zigouezas ar zoudarded da ger-ch'at an daou gondaonet, setu eil vab Adiatorix o tiskleria d'ezo e oa hen an hena. Neuze e savas etre an daou vreur eun denn a

nimaros « bras e-touez e dud » (Danuvios). Ar ger *karans*, liesder *karantes* (hizio kar, kerent) a dalveze « mignon ».

vreujadeg (« discussion », « dispute », e galleg), pa verve pep-hini anezo gant ar c'hoant da veza keneil (lodek e tonkadur) e dad er maro evel er vuhez. Derc'hel a rejont ganti ken na zeuas a-benn o c'herent, oc'h hanterrouri etrezo, da gendrec'hi (convaincre) Duteutos ma lezfe e vreur d'en em uestla, o veza emezo, e oa hen ar c'hosa hag e c'hallje gwelloc'h a ze harpa e vamm hag e vreur yaouanka.

An engravaduriou latin, savet gant paotred ha merc'hed, d'ezo anoiou keltiek dindan domani ar Romaned, a splanna d'imp ar garantez a unane etrezo, e-touez ar Gelted, kenizili an tiegez. Evit eun darn vras edo ar seurd engravaduriou lodenn eus an traoukkoun (souvenirs) gouestlet d'an anaon gant kerent, bugale, breudeur doujus ha karadek pe zoken gant mevelien pe vitizien.

En Norikon, eun den anvet Mosgaitus hag e bried a reas sevel eur bez d'o mab Eburos (1). E Galia, eun den anvet Secundus (2), mab Enigenos, a zav eur maen-kanv d'e vugale ; er vro-ze end-eün eur vaouez anvet Kamulia a ra a-unan gant eur vignonez da zevvel eur maen-koun d'he breur, ar zoudard Kamulios, douaret e Kularo (Grenoble), a oa bet roet d'ezan, peurc'hraet e amzer, troiou-

(1) *Eburos* a zo deut da *ibar* « ivinenn » en iwerzoneg, ha da *evor* e brezoneg.

(2) Eun ano latin n'eo ken ; anat eo avat orin keltiek an hini e zouge dre ano e dad *Enigenos* « mab doue an *Enos* ». *Enos* (Inn hizio) a veze graet eus unan eus kensteriou (affluents) gla.m (rive) dehou an Danuvios (« Danube » e galleg).

gouzoug ha troiou-brec'h a enor.

Kas ouz muntr ar gerent. — Berzet e vez
ze dindan poaniou kriz muntr ar gerent,
nemet hini ar vugale e vije. En Iwerzon,
neb a vuntre eur c'har, *venis* (1), da lavaret
eun den kenezel eus e diegez dre al lezenn,
venios (2), a veze argaset diouz an tiegez-zei
hag e chelle an holl e laza hep dont da veza
e mar da baea eur gopr-dic'haou evit mun-
trerez. Muntrer eur c'har a veze graet a-
nezan e keltieg Iwerzon, eun ano dioutan e-
unan, *venigalakos* (3). Ar re a oa er stad-
ze a veze anezo ar pez a anved « an tiegez
ruz » ; lemet diganto kement talvoudegez a
oa stag ouz ar gerentiez, e vament evelato
dindan bec'h darn eus an dleadou anezzi.

Betek er Grenn-amzer e kaver roud en
Iwerzon eus ar c'has stag gwechall-goz ouz
al lazerez kerent. En e lizer da Dimotheus
sant Paol a ra gant ar muntrer « unan eus
an dorfetourien-ze a zav al lezenn en o
enep » ; troet o deus Iwerzoniz an navet
kantived ar ger « muntrer » gant *nech a or-*
chas a fini « neb a laz e gerent ».

Eun nebeut anoiou kerent e keltieg koz. —

An tad hag ar vamm a veze graet anezo e
pep lec'h *atir* ha *matir*, ar breur hag ar
choar bratir ha *swaser*. *Avos* e oa en Iwer-
zon ano an tad-koz ha *avios* (4) ano an
douaren (mab-bihan).

(1) Deut da *fin* en iwerzoneg.

(2) Deut da *fine* en iwerzoneg.

(3) Deut da *fin-galach* en iwerzoneg.

(4) Deut da *ua* en iwerzoneg krenn, ô en
iwerzoneg-breman.

Kollet en deus ar brezoneg *atir* ha *matir*,
nemet e vev c'hoaz *matir* evel penn-rann
ar ger *moereb* (gwechall *mozreb*, *modreb*)
a dalch lec'h eur furm geltiek *matripa*.

Ar briadelez. — Eur brenadenn e oa ar
briadelez. Priz prenadenn ar wreg, — cha-
tal peurliesa, — a veze paect d'he zad ; pa
n'oa ket anezan, d'he breur hena ; pa n'oa
ket a vreur hena, d'hec'h eontr a-berz tad ;
pa ziouere heman iveau, d'he c'har tosta eus
an hevelep perz.

Da genta-oll edo priz prenadenn ar gwra-
gez diouz ar gened pe an ampartiz anezo :
keroc'h e kousle ar merc'hed kenodus eget ar
re digened hag al labourerezed mat eget ar
re dizakuit pe diek. Diwezatoc'h, diouz renk
he zad er Gevredigez (Société) eo e voe reizet
talvoudegez ar verc'h ; hounnez edo ar c'his
gant Iwerzoniz ha Kambreiz ar Grenn-amzer
ha, sur a-walc'h, gant Iwerzoniz koz en trede.
en eil hag er c'henta kantved kent H. Z.

En Iwerzon, e penn kenta ar Grenn-amzer,
eur plac'h a dalvezet taer bioc'h (ar zeizven-
denn eus talvoudegez eur paotr), hag, en tu-
hont da ze, ar pez a anved « priz an enor »
pe « priz an dremm » (« enep-werz » e
brezoneg) (1), a oa diouz renk an tad er
Gevredigez.

Priz ar brenadenn, roet d'an tad gant an
deuny (mab-kaer), a veze graet anezan *vopri*
pe *ambivopri* gant ar Vretoned. *Vopri*, hizio
gopr, a zo diwar an hevelep gwazienn hag
ar verb keltiek *prinami* « e prenan ».

(1) « Enep » a oa gwechall da lavaret
« dremm ».

Peurliesa an tad, pa zimeze e verc'h, a roe d'ezhi chatal, dilhadou, ha traou all a dalvou-degez. Graet e veze anezo e keltieg Breiz-Veur arekobroues « digasadennou ». Hor ger argourou co c brezoneg. E Galia, er c'henta kantved kent H. Z., e stage an ozac'h ouz an argourou-ze digaset gant e wreg eur c'hement-ha-kement savet diwar e vadouhen. An hini eus an daou bried a yeve warlerc'h egile a biaoue (possédait) an daou gementad gant ar frouez bet diworno. An argourou a oa anezan iveau en Iwerzon er pempvet kantved goude H. Z.

An unanwregiez (monogamie). — N'helle peurliesa eun den kaout nemet eur wreg gwir bried, ha li kendere (eus an hevelep renk) gantan. Bugale ganet d'ezan gant ar wreg-ze hepmuiken o doa gwir d'e hérez (héritage). Ar ger *bena* (1) e keltieg, a hanval beza talvezet, dre vrás, « maouez » ha, dre striz, « gwreg-pried ». E Breiz-Veur e oa, en tu-hont d'ar ger-ze, daou c'her all da lavaret « gwreg », *wraki* ha *wrakka*, (distaget *wraki*, *wrakka*, ar v o seni evel *w* e Treger) hizio « gwreg » ha « gwrac'h ». En Iwerzon, ar wir bried ha n'oa ket hec'h ozac'h e dalc'h eun tad, a read anezi *kintumanlera*, eur ger savet gant daou c'her all : *kintus* « kent » (kenta) ha *manulera* « strol-

(1) *Bena*, deut da veza *ben* e brezoneg, a zo anezan c'hoaz el lavar *an eil hag cben* (he ben). *Kile*, el lavar *an eil hag egile*, a dalv « kenseurd ». *Kile Doue*, en iwerzoneg cele *De* « kenseurd Doue » (socius Dei), e oa anzo ar manac'h iwerzoniad er Grenn-amzer.

lad tud dindan dourn an tad ». Da lavaret edo e oa ar wreg-pried ar c'henta eus an dud dindan dourn an tad a diegez.

Evit gwir, sellet e veze ar wreg evel tra an ozac'h en doa he frenet. En arvar eo koulskoude ha bez' en devoe an ozac'h war e wreg, e-louez Kelted ar c'henta kantved kent H. Z., ar gwir a vuhez hag a varo stag ouz ar seurd perc'hentiez. Ar gwir-ze a c'halle da zeveni war e verc'hed pe war ar gwragez sklavezed perc'hennet gantan ; p'en dije avat lazet e wreg pried, en dije bet, gwirhenvel eo, da respont eus e lazerez dirak tud an hini lazet, o dije dizamant hen talvezet d'ezan dre an armou. An danevell-man hen diskouez anat a-walch'h, hag, en tu-hont da ze, e weler drezi pegen uhel-briz e veze dalc'het, e-louez ar Gelted, enor ar wir-bried.

En Iwerzon, en eilvet kantvet goude H. Z., eur roue eus al Leinster a eureujas gant unan eus diou verc'h ar roue-meur. Ezuidi a lavaras d'ezan : « Ar vrava eus an diou ec'h eus lezet ! » Hag hen davet e dad-kaer ha lavaret : « Maro eo an hini eus ho merc'hed am boa bet diganeoc'h ; roit d'in eben. » Roet e voe d'ezan. Pa welas, avat, ar yaouerez (an hanter-hena), o'ch en em gavout e ti ar roue, he c'hoar hena, ec'h anavezas n'he dije ken renk nemet hini eur zerc'h ; hag e varvas gant ar vez hag ar glae'har. An anken a zavas er c'hoar hena diwar maro kriz he yaouerez, a reas d'ezhi mervel d'he zro. Roue Iwerzon a gavas d'ezan e oa bet roue al Leinster diou wech kablus a vuntrevez ; brezel a zisklerias d'ezan, hag, o vezan bet trech', da zic'haoui maro e ziou

verc'h, e sammas war Leinsteriz eul leve daou-vloazick gwall-bounner, ar *Boroma*, a oa ouz e ober, war a lavarer, 5000 bioc'h, 5000 penmoc'h, 5000 pen-denved, 5000 mantel, 5000 chadenn archant ,5000 kaoter vihan kouevr, eur gaoter vras mentek a-walch' da lakaat enni daouzek penmoc'h ha daouzek ejen, 30 bioc'h wenn, diskouarn ruz d'ezo, gant 30 loue henvel outo.

Ar gwir-ze revinus da Leinsteriz a veze pacet c'hoaz er VIIvet kantved (1).

Stad ha levezon ar gwragez. — Stad ha levezon ar gwragez a hanval beza bet diouz 1) an amzer, 2) ar vro, 3) ar renk dalc'het er Gevredigez gant tud ar wreg, 4) doare an ere a unane ar wreg gant he fried.

Hervez eur Gresian gouiziek er pevare kantved kent H. Z., n'en em leze ket ar Gelted da veza renet gant o gwragez. Meur a skouer a denn, koulskoude, da ziskouez anat n'oa ket ar C'heltezed dic'halloud krenn en o ziegez. Alies diwar dimeziou e veze savet davat emgleo-poblou. War-dro ar bloaz 60 kent H. Z., e-touez Kelted Galia, e weljod an Itelvetaid Orgetorix hag an Aedu Dumnorix oc'h en em glevet da zont da veza mistri Galia hag oc'h eüna an hent da ze dre zevel nesanded etrezo ha tiegeziou penna ar vro gant dimeziou : Orgetorix a roas unan eus e verc'hed da Dumnorix ; heman a reas d'e vamm cu-reuji eur rener eus poblad ar Vituriged hag

(1) Neuze e tizjont beza dizammet dioutan. Pell a oa e tinac'hent e baea a youl frank ha ne gouezent da ze nemet goude sevel stourm ha beza trech'het.

a zimezas e c'hoar hag e garez all gant tud uhel a veur a boblad. Etro ar mare-ze iveau, e-touez Kelted ar menez Tauros, Vokkio, roue Noreia, c'hoant d'ezan d'en em unani gant ar Chermaned enep d'an Daked, a zimez e c'hoar gant Ariovistos, roue ar Sueved.

Araok m'o devoe gouezet dre vrezel Itali an hanter-noz (IVvet, kantved kent H. Z.) e savas, e-touez Kelted an douar-bras, eur brezel-diabarz. Kerzet a eure ar gwragez dre greiz etre an armeou hag, o vont da hanterourezed, e peoc'hjont an enebourien. Diwar neuze, eme eur skrivagner gresian, ar Gelted, p'en em guzuliont diwar-benn peoc'h pe vrezel, a zigemer o gwragez er c'huzul ; kemeret e vezont da unvanourezed da reiza an dizunaniezou a zav etrezo hag o c'hevredidi (keneiled dre ziviz ; « alliés » e galleg). Hennez eo bet, kredabl, da vihana, boazamant darn eus ar C'halianed, mar kemerer da wir an danevell-man. Er bloaz 218 kent H. Z. pa dreuzas Hannibal, e penn e argadourien (armée d'invasion), Galia ar c'hreisteiz, da vont da Romaned an Itali, e voe divizet etrezan hag ar Gelted o dije ar re-man, ma vije klemm ganto ouz Karthadiz(Carthaginois), ar ben-kadourien (pennou arme) garthedad da varnerien ; ha, mar o dije, er c'homtrol, Karthadiz d'en em glemm eus ar Gelted, gwragez ar re-man an hini a varnje.

En Iwerzon, er c'hangvedou war-lerc'h H. Z., ar merc'hed o devoa eun argourou digant o zad, an hêrez (héritage) anezan n'hellent ket da gaout avat. Pa n'oa ket a vibien, neuze e tigouez d'ezo hêrez o zad, nemet e rankent kemeret an armou ha pleustri gant ar brezel, diouz ma veze ret evit mad an tiegez.

Ar boaz-ze a rene iveau, diarvar, e lec'hiou all ; sklerijenn a deu dioutan war ar stadt dreist dalc'het gant eur C'heltezed bennak a vez ano anezo en istor. Er Vvet kantved kent H. Z., Onomaris, pen-renerez an argadourien a c'hounvez ar vro er c'hreisteiz d'an Danuvios, a oa marteze merc'h d'eur roue marvet divab. Prasutagos, roue an Ike ned e Breiz-Veur, n'oa mab ebet d'ezan, anat eo, pa roas da genhêr d'e verc'hed an impalaer Noro ; aou gautan rak skraperez ar Romaned, e vennas suraat gwelloc'h a ze d'e verc'hed eul lodenn eus e hérez. D'an hevelep mare hag en hevelep bro, Kartismandua, rouanez ar Vriganted, a dlee kaout ar rouantelez da vad dreist-argourauüs (da lavaret eo : a deu dreist an argourou ; e galleg « bien paraphernal »).

En Iwerzon, er c'henta kantvedou eus an oadvez kristen, ar wir bried he devoa gwiriou diouti hec'h-unan, he rente, e meur a zoare, diliamm diouz he fried : 1) gwir he devoa da lakaat terri ar c'hontradou diemzao (dibrofit) bet savet gantan ; 2) bez' e c'helle kaout madou perc'hennet ganti hepken hag a vêre (administrat) diouz he fenn hec'h-unan ; 3) terri an dimezi a c'helle pa rene he fried buhez fall. Kaout a reomp, e buhez santez Berc'hed, eur wreg hag a c'houdrouz kemerec ar gwir diweza-ze. Berc'hed, pe, evel a lavared c'hoaz er pempvet kantved, Brigenti, a oa he mamm eur sklavez hag he zad eun drouiz, hag hen mestr d'ar sklavez.

Pried reiz an drouiz a zalc'has warnan evit ma vije argaset ar sklavez, o kinnig terri ar briadelez. Dre ma wele he dije kaset ganti an enebaz he doa bet digantan, an drouiz

a blegas hag a werzas e sklavez d'eun den all.

E-touez Iwerzoniz ha, sur a-walch' iveau, e-touez ar Gelted all, edo stad ar wreg diouz an doare unaniez he liammie ouz an ozac'h. Dek doare unaniez etre gwaz ha maouez a gaver digemmet e lezennou Iwerzon a zo bet, nep mar, laket, dre skrid da genta er IVvet pe er Vvet kantved goude H. Z. An unaniezou sellet evel reiz a oa anezo :

1) an unaniez dre gontrad etre priejou kement-ha-kement o madou ; e-barz an doare unaniez-ze hepken e veze graet *Kintumanu-teria* eus ar wreg ;

2) an unaniez dre gontrad etre gwaz pinvidik ha maouez paour : houman ne zigase netra en tu-hont d'he ferson hec'h-unan. Peurliesa ar sord dimezi n'en doa talvoudegez nemet evit eur bloavez ;

3) an unaniez dre gontrad etre gwaz paour ha maouez pinvidik ; gant an doare unaniez-ze, e oa sujet stad ar gwaz en tiegez ha henvel a-walch' ouz stad ar vaouez en unaniezou ordinal ;

4) unaniez diwar gourc'hemenn, kerent ar vaouez o veza gwerzet d'ar gwaz o beli warni ;

5) unaniez diwar vignoniez : lezet ar veli war ar wreg etre daouarn he c'herent hag ar re-man, dre vignoniez ouz ar gwaz, e lez da bleustri ar vaouez hep sevel pacamant diwar nan.

An unaniezou, sellet evel direiz dre matiouëre aotreadur kerent ar vaouez, a oa anezo :

6) an unaniez dre skraperez : asanti a ra ar vaouez ha dilezel he zud a ratoz kaer ;

- 7) an unaniez dre laeronsi : savet dre guz gant aotre ar vaouez ;
8) an unaniez dre nerz : kaset da benn gant ar gwaz dre wallerez hep aotre ar vaouez.

En trede doare unaniez edo stad ar vaouez mat-dreist. Diou skouer vrudet a ze a zigasimp : Medua e-touez Iwerzoniz ha Kartismandua e-touez ar Vretoned.

Medua (1) a oa, war-dro dibenn ar c'henta kantved kent H. Z., merc'h roue-meur (roi suprême) Iwerzon. Rouantelez Konnac'h he devoe digant he zad. Deut da rouanez, ez eo diskleriet en he zra. Bez' e timez hag evel m'eman diouz he zu ar galloud hag ar madou, hi eo a ro priz ar brenadenn d'ar gwaz kemered ganti da bried (2). Hi eo a ren pep tra e diabarz an ti-roue evel ermaez er rouantelez. Eus he fenn hec'h-unan e tiviz ma vo digoret eur brezel ouz roue an Uladed. Kannaded a gas da zestum ar benn-gadourien hag ar vrezelidi ha, kenstrollet an armead, hi a gerz e penn anezi, pignet war he c'harr-emgann, hag a ra bep noz an am-weladen (revue) eus ar c'hamp. He fried, hag hen brezelour mat hag a wad roue, a zo divedi : « eur gwaz war beadra maouez », gwez da (comme le dit) lezenn Iwerzon, n'eo ken !

E Breiz-Veur, Kartismandua a oa rouanez

(1) *Medua* a zo deut da « Medb » e skridou iwerzonek ar Grenn-amzer.

(2) Diskleriet en e dra e oa pried Medua. Ma vije bet dindan dourn e dad, da heman eo he dije ranket Medua paea ar brenadenn.

ar Vriganted er bloavez 51 goude H. Z.. Unan eus he sujidi he doa eureujet, Venusios, eur brezelour brudet anezan ; hi avat a oa rouanez hag hen n'oa ket roue. Skuiz gantan, e kasas anezan diwar he zro hag e kemeras en e lec'h Vellozatus, floc'h ar pried a zisprize. Kirieg e voe hec'h eil-zimezi, d'ar Vriganted d'en em zevel, ken na dre-c'has d'ezo, da genta, nemet gant skoazel ar Romaned ha ma rankas er bloaz 69, a-benn an diwez, koll diwar-ze ar gurunen (1).

Vertuziou ar gwragez keltiad. — Ar Chresianed hag ar Romaned a ro meuleudi d'ar gwragez keltiad hag a zisrevell war o fenn meur a skouer a fealded pried, a gadarnded hag a herder (hardizded). Degas da goun a raimp istoriou Kamma ha Chiomara e-touez Kelted an Asi-Vihana, Eponina e-touez ar Chalianed ha Boudikka e-touez ar Vretoned.

Gwreg Sinatos, unan eus daouzek roue ar Chalated, e oa Kamma. Eur roue all, Sinorix, a zeus d'he charet. Klask a reas he likaoui ha, pa n'helle dont a-benn eus e vennoz, e vuntras Sinatos hag e chouennas an intanvez da bried. Her (hardiz) a-walc'h e voe evit anzav d'ezo e oa hen muntrer he fried hag en doa e lazet dre garantez outi. Evel m'oa pinvidik ha galloudek, e talc'he tud Kamma warni evit m'e gemerje da bried hag e reas van da asanti. Choarvezet deiz an eu-

(1) Buhez Medua a zo bet miret d'emp gant danevellou marzus ar Grenn-amzer hepken, kemmesket enno ar gwir hag ar gaou. En enep, Kartismandua a anavezomp dre danevellou kempred (contemporains) ganti.

red, ar vaouez a gemeras, diouz ar c'hliz, eun anaf aour leun a vez (« chufere ») pe « dour-vel », a evas an hanter anezan hag a astennas da Sinorix da beureva. Kerkent ha m'en devoe evet heman, e lavaras Kamma laouen-oll n'he doa bevet war-lerc'h he fried nemet gant ar spi e welje an devezeze ma talvezje da vuntrerez anezan. Ha bremman edo o vont d'en em gavout gantan er led-all.

« Evidout-te, emezi da Zinorix, e lec'h eur banvez eured, lavar d'az keneiled (mignonned) ha d'az meyelien aoz a d'it eur bez ». Kent donedigez tud an eured, he doa kontammet ar mez. Sinorix, hag a zante diwar neuze ar chontamm o reuzia en e gorf, a sailhas war e garr, dre ma kave d'ezan e vije frealzel gant al lusk hag ar strons. Ne voe ket avat evit o gouzant. Neuze e kemennas e lakaat war eur gwele-douger (leter), da zistrei d'e di hag e varvas en noz-ze end-eün. Kelou e varo a zeus da Gamma war zibenn an noz : edo hi hec'h-unan war he zremenyen. Nerz a-walc'h he devoe da splanna he laouenédi-gez hag e laoskas lie huanaid diwezan.

Gwreg Ortiagon, roue-meur an Dolistoboged, unan eus taer foiblud vrás an Asi-Vihana, e oa C'hiomara. Dalch'et e voe da brizonerez gant ar Romaned e brezel ar bloavez 189 kent H. Z. Ar c'handener, pe ofiser a rene ar zoudarded karget da vesa ar brizonerien, pa n'oa ket evit he likaoui, a reas outi dre heg hag he gwallas. Neuze, douget ma oa d'an arc'hant, e reas kinnig, dre zindan, da Ortiagon he zroka d'ezan ouz eur yalc'had. Ortiagon a asantas d'ar marc'had hag, eun noz-vez, an ofiser, C'hiomara gantan, a zigouezas

el lec'h m'oa bet divizet d'ezan en em gavout gant kannaded Ortiagon. Epad m'edo o poueza er balansou an arc'hant digaset gant ar re-man, C'hiomara a lavaras eur gerien-nou bennak e keltieg. Kerkent an daou gannad a zic'houinas o c'hlizeier, a lazas ar Roman, hag unan anezo e zibennas. C'hiomara a guzas ar penn e pleg he sae hag, en em gavet dirak he fried, e stlapas anezan ouz e dreid en eur ziskuith ar gwallerez he doa bet da c'houzanv. — « An eunder er marc'hajou a zo eur gaer a dra, maouez », a lavaras Ortiagon, garo e vouez. — « Gwir co, emezi, hogen setu kaeroc'h c'hoaz : n'eus nemet eur gwaz beo a gement a challe en em veuli da veza va ferclennet ».

Er penn all eus ar bed keltiek, en Iwerzon. diou vaouez, Derdriu ha rouanez al Leinster, a oa henvel o ratoz ouz hini o c'hoarez eus ar C'halatia, Kamma ha C'hiomara.

Derdriu a oa gwreg eur brezelour brudet a douez an Uladed. Heman en doa ranket di-vroa gant e zaou vreur, da dec'het rak ar roue Kuukobros⁽¹⁾ a venne skrapa Derdriu digantan. War zigare ober ar peoc'h, e teuas roue an Uladed a-benn da zidenna an dec'hidi (fugitifs) en Emania, e gér-benn, hag e reas laza an tri breur gant e vrezelourien. Miret a reas Derdriu eur bloavez gantan. A-benn ar pennad-amzer-ze, skuiz gant he zristidigez, e roas anezo d'ar brezelour en doa lazet he fried. Da vare an disparti, evel m'edo en he sav war karr an den-ze, e youch'as ar roue d'ezi komzou dismegansus :

(1) Deul da veza Conchobar en iwerzoneg.

« Setu te aze evel eun danvadez etre daou vaout-tourc'h ». Touet he devoa Derdriu ne welje ket daou waz, o veva war eun dro, perc'henn d'ez ; lammet a reas a-ziwar ar charr, en em stlepel war he fenn ouz eur roc'h hag en em laza.

En eun emgann savet etre an Uladed ha brezelourien al Leinster e voe trec'het ar reñan ha lazet o roue. An Ulad en dia skoet taol ar maro gant roue al Leinster, en em gavas gant gwreg heman hag e vennas he lakat da bignat war e garr-emgann. « Da bried a c'hourc'henn ma heuilhfas ac'hannoun », emezan, o tiskouez d'ez penn trouc'het ar roue. — « Torret eo, emezi, al liamm am c'hevree gantan ». Kerkent e ruzias penn an hini lazet, ha goude e c'hlazas adarre. — « Degas a ra da goun d'in, eme ar vaouez, eul le en deus graet : ne vijenn biken perc'hennet gant Ulad ebet, hag ez eo souezet dre ma terman o terc'hel d'ar ger en deus roet evi-doun ». — « Deus davedoun er c'harr », eme ar brezelour. — « Lez ganin da vihana amzer da ouela d'am pried », eme ar rouanez. Neuze e laoskas eul lenvadenn ker pouunner ma torras eur wazienn bennak en he c'horf ; kouenza a eure war he c'hein hag e varvas.

Diazezet e c'hell beza danevell Derdriu ha rouanez al Leinster war darvoudou gwir c'hoarvezet e derou (commencement) ar c'henta kantved goude H. Z. ; gant desrevellou ar Grenn-amzer, avat, ha n'heller nemet dam-fiziout enno ez int bet miret d'imp. Gwelloc'h asur eo ar skridou o deus kaset betek ennomp envor ar Chalianez Eponina hag ar Vretonez Boudikka.

Eponina a oa pried Julius Sabinus, unan eus pennou ar Chalianed en em zavet ouz ar Romaned er bloavezioù 69 ha 70 goude H. Z. An ano a « impalaér Galia » en doa zoken kemeret Julius Sabinus evit eur pen-nad amzer. Douaren (mab bihan) e oa d'eur Geltez a ouenn uhel eus poblad al Lingoned ha da Julius Kezar. Red d'ezan en em guzat da dec'het rak buhaneged ha droukrans an impalaér Vespazianus, e tremenas nao bloaz en eun log dindan douar. E wreg yaouank Eponina a chomas gantan hag a c'hanas eno daou vab. Diskuilhet e voent a-benn nao bloaz ha kaset da Rom. Vespazianus a c'hourc'hennnas kas Sabinus d'ar maro. Neuze Eponina, he devoa klasket habaskaat an impalaér o taoulina dirazan hag o tiskouez d'ezan he daou vab, a zayas kerkent ha dic'hoant da veva war-lerc'h he fried, e c'houlennas hag he devoe an aotre da vervel gantan.

Intaneyz Prasutagos, roue an Ikened, e oa Boudikka. Pa varvas he fried, er bloavez 61 goude H. Z., e welas he rouantelez mahomet ha laket en arigrap gant ar Romaned : soudarded, paotred an tailhou, mevelien an impalaér. Tenzoriou Prasutagos a voe laeret, uheldidi (nobles) an Ikened lemet o madou diganto, kerent ar roue maro laket war roll ar sklaved ; Boudikka, hi hec'h-unan, kannet a daoliou gwialennou, hag he diou verc'h gwalllet. An dirollerez-ze a dennas war e lerc'h eur stourmad eus ar garva, e varvas ennan Romaned a vil vern. Boudikka a gemeras renadur an arme vrás a voe savet gant ar Vretoned ouz soudarded an impalaér. Araok an emgann e voe gwelet war he c'harr-brezel, he diou verc'h dirazi, oc'h hed a.

vont a-hed) tal an armead hag o kalonekaat dre he c'homzou ar gadourien (breselourien) eus pep poblad. Degas a reas da goun kement o doa bet ar Vretoned da c'houzany a-berz ar Romaned hag e klozas o lavaret he doa graet he mennoz da drec'hi pe da vavel, ha li eur vaouez ; « evit ar wazed e c'hellent, emezi, mar doa gwel ganto, digemeret ar vuliez a-unan gant ar sklaverez ». Trec'het e voe ar Vretoned, hag ar Romaned, aet e gouez, a lazas gant ar c'hlize betek ar merc'hed hag ar c'hezeg. Boudikka, gwirion d'he ger, en em ampoezonas.

Impli-amzer ar maouezed keltiad. — Hervez skrivagnerien an Hen-amzer, e oa ar gwragez keltiad mammou eus ar frouesusa ha magerezed mat hag e tizavent ervaot o bugale. Er broiou keltiek, a lavaront ouspenn, evel m'eman gwel gant ar wazed ar bresel eget ar c'hounidegez-douar, e vez graet ar pep brasa eus labour ar maeziou gant ar merc'hed. Hevelep tra o deus lavaret eus an Ibered, al Ligured, an Illiraned, hag an Dhraked. Nemet, anat eo, evit an holl boblouze, ar merc'hed a renk izel kentoc'h a zo anezo, rak n'eo ket tre da gredi e vije merc'hed a renk uhel, d'ezo meyelen ha mitizien, boaz da embreger ar falz.

Ar Gresian Strabon, (diwez ar c'henta kantved kent H. Z.), a ro da anaout « e oa reizet, e-touez ar Gelted, labouriou ar wazed hag ar merc'hed en enep d'ar pez e oant e-touez ar Chresianed ». Petra a fell d'ezan lavaret dre ze ? E-touez ar Chresianed (nemet e Sparta) e tremene ar merc'hed o amzer o neza, o wea, hag o vrouda er rann-di (appartement) merket d'ezo ; dibaot ez eant

er-maez ; ne gemerent ket peurz e buhez ar wazed ; ha ne c'houenne ar re-man gwech ebet o ali diganto ; n'o doa mann da zellat iveau ar Renerez (gouvernement). Gant-se merc'hed abaf a oa anezo, aonik zoken dirak ar wazed ha dizesk bras.

Ar C'heltezed a ziskouez kaout brasoc'h frankiz ha beza heroc'h. Er breseliou ouz broiz pe ouz diavezidi e choment peurliesa er gér ; en argadennou (guerres d'invasions) da bell-vro, avat, ec'h heuilhent o zadou, o breudeur hag o friedou. Er bloavez 58 kent H. Z. an Helveted, o doa argadet Galia, a voe trec'het gant ar Romaned ; o gwragez a zi-fennas taer meurbet, betek ar c'hreiz-noz, ar voger a oa bet savet en-dro d'o c'hamp gant kirri ha pakadou. Er c'henta kantved goude H. Z., gwragez ar Vretoned a heuilhe anezo war an dachenn-vrezel ha, pintet war o c'hirri, le sellent ouz an emgann.

Er pevare kantved goude H. Z. pa zave kroz ha kann, ma oa an tu koll gant hec'h ozac'h, ar C'halianez, mentek, kreny ha kalonek ne derme ket d'en em gavout war al lec'h. Neuze e veze gwelet, e-kreiz ar veskadeg, o skei a daoliou treid ha, gant he divrec'h gwenn ha kigennek, o tistaga taoliou dourn « ker reut ha taoliou bangounell » gwez da Ammianus Marcellinus.

Ar « magdi ». — E Breiz-Veur hag en Iwerzon edo ar c'hiz ober dizevel ar vibien, ar merc'hed zoken, er-maez eus ar gér, en eun tiegez all. Iwerzoniz a gase d'ar magdi o bugale-vloaz hag o leze eno, ar baotred betek o seitek, ar merc'hed, betek o fevarzek vloaz. Daou seurd magerez a oa : 1) ar magerez dre garantez, ne oa dleet evitan gopr ebet d'an

tad-mager ; 2) ar magerez gopret, a veze ar gopr anezan diouz renk tad ar bugel. Ar gopr dleet evit maga mab «eun uheliad bioc'h», da lavaret eo eun dijentil eus ar renk izela, a zave da daer bioc'h ; evit mab eur «rix» pe roue, e veze ar gopr etre triouac'h hag ugant bioc'h.

Lezennou Iwerzon a ra meneg piz ha piz eus kement a dlee an tad mager diskî d'ar vugale fiziet ennan. Mibien an dud izel a veze desket d'ezo prederia ha mesa eur bagad gevр, ein, loueou, perc'hel ; penaos lakat an ed da zec'ha, aoza greun d'ober bier, inkarda gloan, trouc'ha ha faonta keunneud ; d'ar merc'hed e veze desket ober gant an nadoz, mala greun gant ar vilin-zourn, meza toaz hag ober gant ar c'hrourer hag an tamouez. Mibien an uhelidi a zeske embreger an armou, neun, mont war varc'h (an tad an hini a bourceh ar marc'h) ; kenteliet e veze ar merc'hed war dailha an danvez-dilhad, gwriat ha brouda.

Eun dra zakr a veze graet gant an doare kerentiez a zave etre ar «maget» hag e dad-mager. Dougetoc'h e veze alies ar bugel d'an tiegez-ze eget d'e hini end-eün hag e voe gwelet zoken tud o rei, a youl kaer, o buhez da viret hini o zad-mager pe o breur-laez.

Ar «magdia» a hanval beza bet ar boaz anezan e-touez Keltek an douar-bras, ar C'halianed da vihana. Ar re-man, er c'henta kantved kent H. Z., a zelle evel eur vez d'eur tad a diegez en em ziskouez dirak tud all a-gevret gant e vab, hag hen re yaouank c'hoaz da embreger an armou. Hogen n'oa tu ebet d'en em viret a ze nemet «magdier» e vije ar bugel.

Anoiou ar vugale. — Roet e veze d'ar vugale anoiou, lies bras ar stumm anezo. An anoiou paotred ha merc'hed a anavezomp an dalvoudegez anezo a c'hellomp renka, evit ar peurvuia, en eiz kevrennad :

1^o anoiou doueek : *Mænikaptos* «sklav an doue Mænos», roue keltiad lazet ar Spagn en eun emgann ouz ar Romaned (214 kent H. Z.) ; *Lugubranos* «bran Lugus», drouiz iwerzoniad ; *Totatigenos* «ganet eus an doue Totatis», eur C'heltzelus ar strollad soudardet karget d'ober ouz an tan-gwall ha da gêr-reiza e-pad an noz e Rom (1) ; *Kamulognata* «azeulerez Kamulos», eur C'halianez a uestlas d'an doue Merc'her (Merkurius) unan eus al listri arc'hant kavet e Bernay (Brenakos) ; *Nemetogena* «merc'h ar sanctual», sklavez kér (ancilla publica) e Burdigala (Bourdrel, oadvez kelt-ha-roman).

Graet e veze alies eus ar vugale anoiou doueed evel ma reer hizio anoiou sent : *Kamulos*, tad *Kamulianos*, en Norikon ; *Smeritos*, poder en Alezia ; *Nodons*, drouiz iwerzoniad (IIvet kantved goude H. Z.) ;

2^o anoiou diwar doareou korf mat pe fall : *Pennovindos* (2) «penn-gwenn» perc'henn douar e Galia (oadvez kelt-ha-roman) ; *Durnakos* «an dournek», barnour ar Vokonted (kenta kantved kent H. Z.) ; *Brikkos* «ar briz», poder an Alpou ; *Krixos* «ar rodellek», ano eur rener eus Keltek an Itali (IIIvet kantved kent H. Z.) hag eur c'hle-

(1) «Cohortes vigiles».

(2) Distaget «Pennou-ouindos».

zeiad (gladiateur) eus Capua, a ouenn gelliek, lazet e penn ar sklaved en em zavel (71 kent H. Z.) ; *Urogenonertos* « nerzus evel mab an uros » (1), soudard koz beziet e Lugdunon (Lyon) ; *Nerta* « an hini grenv », merc'h Kantosenos e Burdigala (Bourdel) ; *Kotto* « ar c'hoz », uheliad Bastarn, mignon da roue Makedonia (179 kent H. Z.) ; *Kambos* « ar chamm », ano meur a Gelt war an douar-bras hag en Enez-Vreiz ;

3^o anoiou diwar doareou ene mat pe fall : *Exobnos* « an dizaon », *Tagausios* « an tave-dek », *Togios* « ar c'haradek », *Sukaros* « an hegarat », anoiou paotred ; — *Glana* « glan », *Biludaga* « bepret mat », anoiou merched ;

4^o anojou diwar ar renk, ar vrud, ar stad : *Kintus* « ar c'henta », kadour brudet a Iwerzon (kenta kantved goude H. Z.) ; *Pentos* pe *Pemptos* « ar pempvet », poder Bro-Spagn ; *Ategnatos* « ar paotr anavezet mat », *Ategnata* « ar plac'h anavezet mat », ano eur C'helt eus an Itali hag eur Bannoniadec ; *Neutto* « ar brudet », Galian eus an hanternoz, mab da Dagausios meneget uheloc'h ; *Magalos* (2) « ar bras », penn ar gannadourien kasel davel Hannibal gant Kelted an Itali (218 kent H. Z.) ; *Troyos* « ar reuzeudik » ;

5^o anoiou brezelek : *Gaisatorix* « roue ar C'haisated (dougerien gwafioù) », ano mab roue an Daurisked, Kritisiros (kenta kantved kent H. Z.) ; *Katus* « kad » pe « em-

(1) An ejen gouez pe ejen-meur.

(2) Deut da vez a *mael* e brezoneg krenn ha *mel* e brezoneg breman.

gann », ano unan eus ar roueed en em zavet ouz Rom (21 goude H. Z.) ; *Katuviros* « ar c'hadour » (brezelour), roue-meur Iwerzon (Hyet kantved goude H. Z.) ; *Kavaros* « ar c'haour » (1), ano diweza roue Tula, er Balkaniou (Hyet kantved kent H. Z.) ; *Boudikkos* « an trecher » (2), ano meur a Vrcizad ;

6^o anoiou diwar loened, plantennou pe vein : *Artos* « an ourz », ano douget gant eur barnour eus poblad ar Garnuded (Galia, kenta kantved kent H. Z.) ; gant eun ofiser eus skouadron ar Bannonianed (ala Pannionorum) er Bannonia uhela, gant eur roue-meur Iwerzon (Hyet kantved goude H. Z.) ; — *Derva* « dervenn », gwreg eus ar Bannonia izella a reas sevel eur maen-kany, war-nan eur skrivadur e koun d'he fried, Quaratio, mab Miletumaros ; — *Isarninos* « Hermin » (houarnek), eun ano douget gant meur a Vrelon (oadvez kelt-ha-roman) ha gant eur c'heneil da zant Patrik (Vvet kantved) ;

7^o anoiou diwar ar vicher, ar stad a vuhez : *Ambakla* « ar vatez », maouez kelt a Vro-Spagn ; — *Bardos* « ar barz », ano douget gant meur a Gelt war ar douar-bras, en o zouez tad ar zoudard war varc'h Kallaus, aotreet d'ezan ar vourchizegez roman gant an impalaer Nero (64 goude H. Z.) ; — *Gutuatros* « ar beleg », penvrezelour galian a stourmas ouz Kezar ; — *Gerontios* « ar c'hadour », ano douget, e derou ar Vvet kantved goude H. Z., gant eur Breizad a voe unan eus

(1) An « den meur » pe ar « ramps ».

(2) Deut da « Budik » pe « Buzik » e brezoneg.

gwella pennou-arme Konstantinus(1) ;

8^e anoiou diwar lec'hiou : *Rotanos, Rênos, Rêna*, anoiou steriou douget gant paotred ha merc'hed eus an Europ kreiz hag an Itali uhela ; *Litavikos*, uheliad galian (kenta kantved kent H. Z.) d'ezan eun ano diwar Litavos (2), ano bro.

Eun niver anciou henvel, paotred ha merc'hed, a gaver war eun dro aman hag a-hont dre ar Bed keltiek, o rei testeni, dre zo, eus unvez ar yez a veze komzet gant mistri ar bed-ze. Da skouer, *Ambikatus* eo ano eur *Biturix* pe roue-meur Kelted an douar-bras (Vvet kantved kent H. Z.) hag eur c'hadour (brezelour) a Iwerzon (3) (kenta kantved goudé H. Z.) ; *Korbos* eo bet anyet eur C'helt a Vro-Spagn (206 kent H. Z.), eur C'helt eus an Norikon (oadvez roman), eur barz iwerzoniad (Hvet kantved goudé H. Z.) ; — *Darios* a roas e ano, en Arvorig, da *Darioritus* « roudou » (« gué » e galleg) Darios » kér Gwenediz : hennez eo en Iwerzon (4) ano perc'henn *Donnos*, eur c'hole brudet, hag all.

Anoiou tiegez gant ar Gelted. — An anoiou tiegez n'oant ket anavezet e-touez ar Gelted. Eun den a veze graet anezan hepken « hen-

(1) *Gerontios* a zo deut da *Gerent*, ano den e brezoneg ha da *gerat, gerait* « kampion » en iwerzoneg.

(2) Deut da *Llydaw* e kambreeg ; an anozze a vez graet eus hor Breiz.

(3) Deut da *Inchad* en iwerzoneg.

(4) Deut da *Daire, Dare* en iwerzoneg.

ha-hen, mab hen-ha-hen », da skouer : Vercingetorix, mab Celtillos (1). E Keltieg, en engravaduriou deut betek ennomp, e ver-en ker ze dre lakaat, da heul ano ar C'helt, ano e dad gant an dibenn-ger *-knos* stag outan. Dre-oll edo ar c'hiz evel-se ; her gwelet a raimp dre ar skoueriou da heuilh :

Koisis Drutiknos « Koisis, mab Drutos » (Todi, en Itali) ;

Mosanos Artiknos « Mosanos, mab Artos » (Ankura, Azi-Vihana) ;

Bratronos Nantoniknos « Bratronos, mab Nantonos » (Neriomagos, Galia) ;

Venikni « mibien Vénos (2) », poblad war aochou gwalarm Iwerzon.

En eun engravadur eus Galia e welomp anoiou tri rempsiad : tad-koz, tad, mab :

Aneunos Okliknos, Luguris Aneuniknos « Aneunos mab Oklos, Luguris mab Aneunos ».

A-wechou e veze lemet an dibenn-ger *-knos* ha graet gant ano an tad hepken er furm c'henidik (génitif) :

Doiros Segomari « Doiros, mab Segomaros » (Galia) ;

Banona Lardi « Banona, merc'h Bardos » (Norikon).

Gwechou a zo e veze savet, evel e latin, eun doare anoiou tiegez diwar ano an tad, gant an dibenn-ger *-eos, -ios* :

(1) Distaget « Ouerkingetorix » ha « Keltillos ».

(2) Deut da veza *fian* « brezelour » en iwerzoneg.

Uritakos Eluskonios « Uritakos, mab E-luskonos » (Galia) ;
Kondillios, Kondilleos (1) « mab Kondillios » (Galia, Iwerzon).

En Iwerzon, da vare ar skrituriou ogamek (IIIvet kantved goude H. Z. ha kantvedou da heul), e read gant ar ger *maqos* « mab » (*mapos* e yez Breiz-Veur), ouz e heul ano an tad er furm c'henidik :

Sagramnos maqos Kunotami « Sagramnos, mab Kunotamos » ;

Dalagnos maqos Dali « Dalagnos, mab Dalos ».

Pa voe Keltek an douar-bras sujet d'ar Romaned, ar re anezo n'o devoe ket ar vourc'hizegez roman, da lavaret eo an darnvuiua anezo da genta, a zalc'has d'ar c'his lakaat da heul o ano-i ano o zad, ha da stagell etrezo, war an engravaduriou latin, ar ger *filius* (*filia* d'ar gwregel). Evel-se e voe, e Galia, ar varc'heien :

Adbogius Coinagi filius, natione Petruco-rius « Adbogios, mab Koinagos, eus broad ar Betrukored » ;

Argiatalus Smertulitani filius, Namnis « Argiatalos, mab Smertulitanos, naoneddad » ;

E-touez Keltek ar Spagn ar re anvet

Tritius Tangini filius « Tritios (2), mab Tanginos » ;

Ambatus Pelendi filius « Ambaktos, mab Pelendos » ;

(1) Deut da *Condle, Condla* en iwerzoneg.
(2) Deut da *trede* e brezoneg.

hag, e bro an Danuvios, ar merc'hed :
Kaletiu Adnamati filia « Kaletiu (1), merc'h Adnamatos » (Norikon) ;

Atressa Vindonis filia « Atressa, merc'h Vindo (3) (Pannonia).

Ar Gelted, graet anezo bourc'hizien roman, a reas diouz giz Rom o kemeret eur c'hen-tano, eun ano (pe ano-tiegez) hag eul lez-an. Ouz hen ober avat ec'h heuilhjont pevar hent dishenvel :

1. E latin e teue gant eur re kent-an. ano ha lez-an. eus ar re-ze e voe *Caius Julius Florus*, a zo bet, a-unan gant Sagroviros, unan eus pennou ar C'halianed en em zavet ouz ar Romaned ; — *Caius Julius Vindex*, Galian a wad roue, penn ar stourmad eus ar bloaz 88.

2. Gant re all e oa latin ar c'hen-tano hag al lez-an. ha keltiek an ano. Evel-se, e Galia, *Lucius Carantius Atticus* (Carantius a zo diwar ar ger keltiek Karantos).

3. Latin eo ar c'hen-tano hag an ano ha keltiek al lez-an. :

Cnaeus Pompeius Trogus, tad-koz an danevellour (eun ano keltiek eo *Trogos*).

4. Latin eo ar c'hen-tano, ha keltiek an ano hag al lez-an. :

Quintius Solimarus Bitus (Solimaro Bitus a zo keltiek).

(1) Diwar *kaletos* « kalet ».

(2) Diwar *vindos* (distaget « ouindos » « gwenn »).



